

UN Avenir POUR NOTRE LANGUE !

OUI au breton dans la vie publique !

Démonter des panneaux vélos, pourquoi ?

Le département du Morbihan est en effet le seul département de l'ouest de la Bretagne à refuser de mettre en place une signalisation bilingue sur ses voies vertes.



Ce refus est pour notre collectif le **symbole de l'absence de politique du Conseil Général pour la langue bretonne.**

Il ne reste aujourd'hui que 200 000 personnes parlant breton, quand on en dénombrait encore 1 million vers 1950 à l'ouest de la Bretagne. La langue bretonne est donc en sérieux danger d'extinction ! **Et pourtant, partout en Bretagne, des milliers de gens font de leur mieux pour que notre langue vive, pour qu'elle puisse être transmise aux jeunes générations.**

A l'heure où aujourd'hui il est devenu illusoire de penser que l'Etat ratifie la **charte européenne des langues régionales** (signée en 1999 par la France...), tout repose plus que jamais sur l'**engagement des collectivités locales bretonnes pour que la langue bretonne redevienne un véritable outil social, condition sine qua non de sa survie !** Beaucoup de choses peuvent être faites rapidement à moindre coût dans les collectivités locales et potentiellement pourvoyeur d'emplois dans le secteur associatif.

Par cette action, notre collectif demande la **mise en place d'une véritable politique linguistique cohérente et complète au sein du Conseil Général du Morbihan** qui permette de voir, d'entendre et de parler la langue bretonne, y compris au sein de ses différents services, notamment ceux en lien avec le public.

Ai'ta ! en appelle à la responsabilité des élus de tous bords et demande de **réels progrès rapides pour que notre langue ait toute sa place dans l'espace public dans le Morbihan avec :**

- un **schéma cohérent en terme de signalisation bilingue** (routes, voies vélos, chemins de randonnée, signalisation patrimoniale, touristique, économique...).
- un **Agenda 21** incluant l'**utilisation de la langue bretonne au sein du personnel**
- une **signalisation bilingue des sites naturels et patrimoniaux du département** comme dans ses propres **bâtiments administratifs, ports de plaisance** gérés par le département, **embarquements vers les îles,**
- la mise en place de **recommandations** ou d'aides financières du département pour les collectivités prenant en compte le bilinguisme (signalisation, information à visée touristique, patrimoniale et économique comme les parcs d'activité...),
- le **soutien à la mise en place dans le département de cours de découverte de la langue bretonne (ou gallo) en milieu scolaire pour les élèves monolingues** (écoles primaires), et la **mise en place d'opérations comme "quêteurs de mémoires"** pour favoriser les rencontres intergénérationnelles en breton entre bretonnants de naissance et jeunes en filière bilingue,
- une aide au **développement d'activités culturelles, sportives et de loisirs en breton** (ou gallo) pour les enfants et les adolescents (activités péri-scolaires, camps de loisirs....),
- un **soutien au développement des structures de petite enfance bilingues,**
- une **prise en compte de la langue bretonne lors des manifestations largement soutenues par le département** comme la « **SEMAINE DU GOLFE** » (la langue bretonne est ainsi la grande absente de l'édition 2015...)

Ne pas jeter sur la voie publique



ai-ta.eu

contact@ai-ta.eu



UN DAZONT EVIT HOR YEZH !

YA d'ar brezhoneg er vuhez foran !

Divountiñ panneloù belo, perak ?

Departamant nemetañ e kornôg Breizh é nac'hiñ lakaat e pleustr ur panellerezh divyezhek àr e hentoù belo eo bremañ ar Mor-Bihan.



Gwelout a reomp seurt tra èl **un arouez a ziskouez splann ar mankoù bras a fed politikerezh yezh er Mor-Bihan.**

Hiziv an deiz ne chom nemet 200 00 den ouia brezhoneg pa oa 1 million c'hoazh tro 1950. En arvar bras emañ ar yezh ! **Koulskoude e pep lec'h e Breizh e ra milliadoù a dud o seizh gwellañ evit ma vev hor yezh, evit ma vo kaset a rumm da rumm.**

Peogwir **ne vo ket kadarnaet karta Europa ar yezhoù rannvro bet sinet get ar Frañs e 1999.** ne chom nameit oberezhioù ar strolladoù lec'hel Breizh evit kemer perzh en adperc'hennidigezh ar brezhoneg evit ma teuo ar brezhoneg da vezañ implijet en o monet en-dro pemdeziek hag erfin saveteiñ ar brezhoneg ! Afer an HOLL VRETONEG eo ar yezh ha bras eo **ATEBEGEZH AN DILENNIDI LEC'HEL** rak moian zo gober kalz a draoù diouzhtu get nebeud a argant a c'hell krouiñ postoù labour tro ar yezh e kevredigezhioù.

Goulenn a reomp groñs e vo lakaat e pleustr ur brastres panellerezh kempoell àr an holl lodenoù : panneloù hent, belo, bale, glad, touristel, armerzhel....

Dre an oberenn-mañ e addegas ar strollad Ai'ta! da zepartamant ar Mor-Bihan soñj en-dro da lakaat da dalvelzout **ur gwir politikerezh yezh klok ha kempoell** a-benn ma vo **moian da sellet, klevet ha komz brezhoneg e servijoù departamant ar Mor-Bihan** ma vez degemeret tud dreist-holl.

Gervel a ra Ai'ta ! an dilennidi a-bep tu kemer divizoù buan evit ma vo reit ur plas dereat d'hor yezh àr an dachenn bublik a-live ar Mor-Bihan. Peditiñ a reomp departamant ar Mor-Bihan da vonet pelloc'h dre :

- un **Agenda 21** ma vo kemeret e kont **plas ar brezhoneg e domanioù labour estreget ar sevenadur get servijoù an departamant hag evit e goskor,**
- staliñ **panelloù divyezhek diabarzh ha diavez àr lec'hioù pe gwarezvaoù naturel, savadurioù glad,** m'emañ perc'henn anezhe an departamant, met ivez àr e **savadurioù publik, porzhioù-bageal pe porzhioù-lestriñ** àr-zu an inizi
- **ali ka skoazell argant an departamant evit ar strolladoù lec'hel é kemer e karg ar brezhoneg** (bonniñ àr an hentoù, panellerezh divyezhek bihan èl panneloù hent evit ar c'humunioù, panneloù dirak ar savadurioù publik, plakenoù straed, panneloù touristelezh pe glad, panellerezh armerzhel àr an takadoù labourerezh..).
- **lakaat àr-sav kentelioù tañva d'ar yezh (brezhoneg pe gallaoueg) er skolioù kentañ derez evit ar skolidi n'int ket en un hentenn divyezhek** ha **sevel koulzadoù èl hani "Klaskerion soñjoù"** kaset da benn get departamant Penn-ar-Bed evit broudiñ an darempredoù etre remziadoù e brezhoneg etre ar vrezhonegerion a-vihanig hag ar re yaouank é teskiñ brezhoneg en hentennoù divyezhek.
- **skoazelliñ diorren an obererezhioù sevenadurel ha dudi evit ar vugale hag ar grennarded,**
- **harpiñ krouiñ magourioù divyezhek** get kevredigezhioù bodet get ar rouedad « Divskouarn » ,
- **kas àr-raok ar brezhoneg e manifestadegoù skoazellet kalz get an departamant èl « SIZHUN AR MOR BIHAN»** (evit poent e 2015 ne vo brezhoneg erbet, divyezhegezh ya.. met saozneg/ galleg..)

Chom hep skoñ se àr al leur



ai-ta.eu

darempred@ai-ta.eu